Kaikeg

Ur yezh sinek-tibetek eus is-skourr Yezhoù kanaourek eo ar **c'haieg** (*kaike* pe *talari kham*) komzet gant tro-dro da 2.000 den (1997) e Nepal.

Gwelet ivez

- Yezhoù tibetek-kinaorek
- Yezhoù sinek-tibetek

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaikeg&oldid=406569 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 6 Du 2008, da 13:04.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.